

Peden an Ao. MOSTYN, Eskop Menevia,

Evit Bro Geumri

Aotrou Doue, Holl-C'halloudeg, — oc'h euz, en
Ho madelez dreist-muzul, digaset Ho Mab unik
e'r bed-ma, evit digeri eur wech e'hwaz doriou ar
Barados hag evit deski d'heomp Hoc'h anaoud,
Ho karet hag Ho servisia, — bezit truez ouz Ho
pobl' zo o chom e Keumri! Roit dez'ho an donezon
prisius euz ar Feiz, ha dastumit anez'ho holl e'r
gwir Ilis savet gant Ho Mab divin; evit ma c'hel-
lint evel-se, en eur zoubla d'he galloud hag en eur
zenti ouz he mouez, Ho servisia, Ho karet hag
Hoc'h adori er bed-ma evel m'her goulennit, hag
obten evit'ho ho-unan an heurusded peurbadus er
bed-all : Dre Hor Zalver JESUS-KRIST.

EVEL-SE BEZET GREAT.

IMPRIMATUR :

Corisopiti, die 25 a Augusti, A. D. 1910.


A. COGNEAU,
Vic. Gén.

L. I. C. & M. I.




FIDELES AD MORTEM !


Kristenien ha Breiziz ni vezo bepred !



Feiz koz hon Ta - dou! Iac'h a - to, En




des - pet d'ar ruz, en hor Freiz! Ia! stard en hon tou - ez e



cho - mo, Keit' ma vo ka - ion en hor c'hreiz! Feiz



koz hon Ta - dou, Feiz san - tel, Ni' ve - zo d'hid be - pred fi -



del, Ni' ve - zo d'hid be - pred fi - del!

1

Feiz koz hon Tadou, iac'h ato,
 En despet d'ar reuz, en hor Breiz :
 Ia ! stard en hön touez e chomo,
 Keit ' ma vo kalon en hor c'hreiz !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

2

Feiz koz hon Tadou ! Ar re-ma
 E'r c'hrisa poaniou ' vé lawen :
 Gouzant evit Doue, — ni brema
 Her graio ivez heb anken !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(b s)*

3

Feiz koz hon Tadou ! Ar Werc'hez
 Hag he Mam ' bedo 'vit hor bro :
 Hag 'vel-ze, gant'hi ar Wirionez,
 Ato frank ha libr e chomo !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

4

Feiz koz hon Tadou ! 'vel Jesus,
 Ni ' gar' hor Breudeur e Doue :
 Ha, dre vuhez fur ha vertuzus,
 Ni 'n em harpo 'n eil egile !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

5

Feiz koz hon Tadou ! An dud fall
 ' Glask hen diframma digan'heomp ;
 Mez, p' ema Jesus ouz hon diwall,
 Chom bepred fidel a c'hellomp !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

6

Feiz koz hon Tadou ! Breiz-Isel
 ' Deuz difennourien krenv meurbed :
 Skoret gant hor Sent koz, he Banniel
 A zalc'himp soun ha glân bepred !
 Feiz koz hon Tadou, Feiz santel,
 Ni ' vezo d'hid bepred fidel ! *(bis)*

G.-M. TRÉBAOL, ©. M. I.



D'après les paroles et sur l'air ordinaire du beau
 cantique — si populaire dans les pays de langue
 anglaise — du Père W.-F. Faber. « Faith of our
 Fathers, holy Faith ! »

25th Eost 1910.